



Bro
Kemperle

Maison de la culture bretonne en Pays de Quimperlé

EMEZELAÑ

Adhésion - Membre individuel - Hiniennou

Bloavezh / Année

Diskleriañ a ran goulenn emezelañ er gevredigezh Ti ar vro bro Kemperle.

Je déclare solliciter mon adhésion à l'association Ti ar vro bro Kemperle.

Anv / Nom - Anv-bihan / Prénom :

Chomlec'h / Adresse :

Pellgomz / Téléphone :

Postel / Courriel :

C'hoant em bije da gaout titouroù digant Ti ar Vro dre bostel.

Je souhaite recevoir les infos de Ti ar Vro par courriel.

Paeamant skodenn evit ur bloavezh / Adhésion annuelle :

10 € evit an hiniennou / pour les individuels

Setu a-gevret paeamant ar skodenn dre chekenn.

Ci-joint à la présente demande d'adhésion le paiement de la cotisation annuelle par chèque.

Diskleriañ a ran bezañ lennet statudoù ar gevredigezh war al lec'hienn internet www.tiarvro-brokemperle.org pe degemeret ur skouerenn dezho.

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l'association accessibles en ligne sur le site www.tiarvro-brokemperle.org ou en avoir reçu un exemplaire.

Diskleriañ a ran doujañ ouzh an holl redioù a zo enni evit izili ar gevredigezh.

Je déclare m'engager à respecter toutes les obligations des membres de l'association qui y figurent.

Hervez al lezenn niv. 78-17 eus ar 6 a viz Genver 1978 a denn dar stlenneg, d'ar fichennaouegoù ha d'ar frankizoù, hoch eus gwir da enebiñ, gwelet, ha lakaat reizhañ ar roadennoù a denn deoch.

Evit lakaat ar gwir-se da dalvezout, kit e darempred gant kenurzhierz Ti ar Vro.

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition, d'accès, et de rectification des données vous concernant.

Pour exercer ce droit d'accès, adressez-vous à la coordinatrice de Ti ar Vro.

Graet e div skouerenn (unan a chomo ganin)

Fait en deux exemplaires (un à conserver par l'adhérent.e)

e _____ d'an/d'ar _____

à _____ le _____

Sinadur an ezel / Signature de l'adhérent :

Da gas en-dro da / Fiche à retourner à :
Ti Ar Vro Bro Kemperle
3 hent an Dudjenthed/
3 rue des Gentilhommes
29340 Rieg / Riec-sur-Belon

